

# EVIT TALAÑ OUZH AN ENKADENNOÙ, UN DISKOULM AN AMDROADUR EKOLOGEL

E kroashent an enkadennoù emaoamp. Erru eo poent bras plediñ gant an ekologiezh, ar vuhez sokial, ar boued, an energiezhioù, an armerzh hag an arc'hant. War e dalaroù emañ ar reizhiad.

Un nebeudig tud c'hoantek ha diskiant a glask ober gounidoù direizh zo o kas da get ar patrom kreskiñ war gred-se. Dreistkorvoet eo ar barregezhioù naturel ha denel gantañ. Diskoulmoù zo. Ne zeuint na gant doareoù gwezhall, na gant tud an amzer dremenet 'vat.

Splannoc'h bemdez eo an diouer a ijin politikel ganto; lakaat a reont atav o spi en hevelep rekipeoù, frankizour ha produadurour, a zegas ar memes efedoù drastus d'o heul.

**Ret eo cheñch. Ret eo ober traoù ! Asambles, ha bremañ !**

**Amdroadur ekologel hor c'hevredigezhioù eo an diskoulm posupl nemetañ.** Tremen a ra dre cheñch tamm-ha-tamm, ha dre gaer, hon doareoù da broduiñ, beveziñ, bevañ ha labourat. Gant amdroadur ekologel an armerzh e vo krouet milionoù a implijoù perzhek na c'haller ket treuzlec'hiañ.

**Ne vo diskoulmoù nemet dre Europa ha dre an ekologiezh.** Fellout a ra deomp lakaat war-sav un hent politikel nevez a laka e penn a-raok an interest hag ar mad boutin dreist d'an emzastum, al liesseurtezh hag ar c'hendoujañs dreist d'an dispell ha d'an droukziforc'h, ar gwarez hag ar justis sokial dreist d'an digevatalderioù ha d'ar c'heveziñ diroll, ar bedelaat kengret dreist d'an emgarantez vroadel.

Pa'z eus ezhomm da gaout muioc'h a zemokratelezh hag a geoderouriezh europat, muioc'h a wirioù gwarantet, a bennaennoù dizarbenn ha ragevezh lakaet e pleustr, pa rankomp bezañ trec'h war emglev frankizour Sarkozy, Berlusconi hag o c'henseurtezh ha mirout ouzh o c'hampion Barroso da vezañ addilennet, **ret eo kaout ur strollad ekologour kreñv e Parlamant Europa.**

**Lakaomp hor spi er cheñchamant. Dimp da sevel anezhañ. Dimp da zougen anezhañ.**

D'ar 7 a viz Mezheven, votit evit al listennoù Europa Ekologiezh



**Sandrine Bélier**  
Penn listenn ar Reter  
Gwiraouez evit an endro  
ha gwirioù Mab-den,  
emsaverez kevredigezhel  
emouestlet e Grenelle an endro,  
dilezet he deus he c'harg  
a renerez kevreadel gant Frañs  
Natur Endro evit mont gant Europa  
Ekologiezh



**Jean-Paul Bisset**  
Penn listenn  
Torosad Kreiz-Kreiz  
Kazetenner, bet pennkazetenner  
gant « Le Monde », aozer,  
kenurzhier an Emglev Ekologour  
gant Nicolas Hulot, ha goude-se  
mouezh-aotreet e ziazezadur,  
kevraouer e Grenelle an Endro, unan  
eus ar re zo bet e deroù Europa  
Ekologiezh eo



**Harry Durimel**  
Penn listenn  
Tramor Atlanteg  
Alvokad, ezel diazezer ha mouezh-  
aotreet ar Re C'hlas e Gwadeloup,  
Labourat a ra evit ma vo digoroc'h  
Gwadeloup war e endro naturel, ar  
mor Karib



**Cécile Duflot**  
Mouezh-aotreet  
Europa ekologiezh  
Kêraozourez, renerez dileuriet eus  
ur strollad madoù diloc'h sokial, bet  
dilennet e Villeneuve-St-Georges  
(94), hag addilennet, e fin 2008,  
da Sekretourez vroadel ar Re  
C'hlas dre zougen ar raktres Emgav  
Europa Ekologiezh



**José Bové**  
Penn listenn ar Mervent  
Sindikalour peizant gant  
Kengevread ar beizanted ha Via  
Campesina, ezel diazezer Attac.  
Falc'her a-benn, aet eo gant  
Europa Ekologiezh evit kenderc'hel  
da stourm da live Europa



**Héléne Flautre**  
Penn listenn ar Gwalarn  
Ijinourez a vicher, kelenner  
jedonlezh, kannadez europat  
evit ar Re C'hlas hiziv an deiz,  
prezidantez Isbodad Gwirioù Mab-  
den e Parlamant Europa abaoe  
2004



**Pascal Durand**  
Mouezh-aotreet  
Europa ekologiezh  
Alvokad, ezel eus renerez rak-  
koulzad Nicolas Hulot da-geñver  
dilennadeg Prezidant ar Republik e  
2007, unan eus ar re o deus lakaet  
an Emgav Europa Ekologiezh war-  
sav ha kenurzhier broadel anezhañ



**Daniel Cohn-Bendit**  
Penn listenn Enez-Frañs  
Kenbrezidant strollad ar Re C'hlas/  
ELE e Parlamant Europa, bodet en  
doa e-pad e 3e respet evel kannad  
europat kostezioù pennañ en  
emsav ekologour e Frañs el luskad  
Emgav Europa Ekologiezh



**Yannick Jadot**  
Penn listenn ar C'hornôg  
Ezel diazezer ha mouezh-aotreet  
an Emglev evit ar Blanedenn,  
kensaver ha kevraouer Grenelle an  
Endro, kuitaet en deus Greenpeace,  
bet renet e gouzadoù gantañ 7  
vloaz-pad, evit kemer perzh e  
savidigezh Europa Ekologiezh



**François Alfonsi**  
Eilpenn listenn ar Gevred  
ijinourez en AEMEG, arbennigour  
war an energiezhioù nevezes, maer  
Osani e Korsika, mouezh-aotreet  
Strollad Broad Korsika, dileuriañ  
a ra ar C'hevread Rannvroioù &  
Pobloù Kengret e-barzh an Emgav  
[\*Ajañs an endro ha mestroniañ ar  
gremm]

Sinit ar galv Europa Ekologiezh, bezit kelaouet bemdez, kit e darempred gant bodad lec'hel ho kornad. Evit gouzout hiroc'h, kit war al lec'hienn Genrouedad : [www.europe-ecologie.fr](http://www.europe-ecologie.fr)



**Raliba Dubois**  
Penn listenn  
Tramor Meurvor Indez  
Sindikalourez, dilennet war anv ar  
Re C'hlas e Saint-Paul er Reunion,  
kuzulier-kêr dileuriet da lakaat  
war-sav ar skoazell skol hag ar  
stourm ouzh an dislennegzh



**Michèle Rivasi**  
Penn listenn ar Gevred  
Prezidantez ar Bodadoù Imbourc'h,  
war ar skinoberiegezh (CRIIRAD)  
etre 1986 ha 1997 ha war ar  
gwagennoù tredanwarellek  
(CRIIREM), bet kannadez Droma,  
elmaererez Valence eo hiziv an deiz



**Eva Joly**  
Eilpenn listenn  
Enez-Frañs  
Bet barnerez Imbourc'h, tapet  
brud ganti gant afer ELF pergen.  
Kuzulierez gouarnamantoù, aet eo  
gant Europa ekologiezh evit prouñ  
ez eus ul liamm etre « ifern » ar  
marc'hadoù arc'hant ha distruj ar  
blanedenn

Luc'hskeudennoù : Xavier Camat - Serge Anton - Parlamant Europa - Sylvia Tostain, Produerzh Stella Studio/Pariz - Arabat teurel war al lieur.

DILENNADEG EUROPA  
AR 7 A VIZ MEZHEVEN 2009

# AR GEVRAT EKOLOGEL EVIT EUROPA

NE IJINIT KET GALLOUD AN EKOLOGIEZH  
SAVOMP AN DAZONT

EUROPE  
EKOLOGIE  
europe-ecologie.fr





EVIT BEVAÑ GWELLOC'H

# 10 ABEG A-ZOARE DA VOTIÑ EVIT EUROPA EKOLOGIEZH

## Evit treuzfurmiñ an armerzh diouzh an ekologiezh : ur « Brusel eus an implij »

Evit gwareziñ ar c'hopridi hag an endro, krouiñ implijoù padus na c'haller ket kas da lec'h all, mirout ouzh hon tiriadoù da vougañ, e fell dimp e vefe breutaet gant an holl gevelerien sokial hag an holl atebaien bolitikel, e live Europa. **kevratoù amdreñ ekologour ha sokial. E pep gennad eus ar greanterezh, o kregiñ gant ar c'hirri, e vo gallet gant ar c'hevratou-se** treuzfurmiñ ar produioù hag an doareoù produiñ. A-gevret ganto e vo kevratou surentez implij-stummerezh hag a waranto un dazont micherel da bep goprad. **Krouiñ 10 million a implijoù en ur ober 5 bloaz, posupl eo, poellek eo, ret eo.**

## Evit ur gounezerezh graet gant peizanted hag ur boued yac'h

Ar sevel loened askoridik, an ungounidoù, gwastadur an dour hag an douar, an temzoù, an diastuzerioù, ar c'holl bevliessourted, an dezzerhadur, ar riskloù evit ar yec'hed... Fellout a ra dimp kaout **ur Politikerezh boutin eus al labour-douar diouzh an ekologiezh**, produioù eus ar vro, diouzh ar c'houlz-amzer, a-feson ha marc'had-mat evit stourm ouzh ar fallvrifañ, un **Unaniezh Europa hep OGK, 30 % a voued bio ha 100 % a labour-douar padus**, un diorroadur kempouez eus an takadoù war ar maez, ur gevrat boued nevez etre ar beizanted, ar geodedourien hag ar vevezourien.

## Evit un energiezh naet 100 %

Evit stourm gant efedusted ouzh ar cheñchamantoù hin, digreskiñ hor bevezadur hag hor fakturennoù energiezh, gallout dilezel an energiezh nukleel evit energiezhioù dous ha nevezus, **e kinnigomp ur Gumuniezh europat eus an energiezhioù nevezus hag eus efedusted an energiezh (KEENEE), dezhi paliou uhel hag arc'hant a-walc'h evit kregiñ gant dispac'h an energiezh.** Arc'hantet e vo ar politikerezh nevez-se eus an energiezh gant ur **Skodenn hin-energiezh** ha lakaet e vo war-sav ur reizhiad europat gant **chekenoù « Eko-Energiezh ».**

## Evit diarbenn « kleñvedoù ar mod da vevañ »

Gwall gleñvedoù a gaver stankoc'h-stank : uswask, krign-bev, diabet, berralan... Dont a reont war-eeun eus hon doare da ziorren - stres, saotradurioù, boued... Abalamour ma'z eo ar yec'hed ur gwir e fell dimp kaout **ur steuñv europat evit stourm ouzh « kleñvedoù ar mod da vevañ ».** Fellout a ra dimp ivez e vefe lakaet da dalvezout **pennaenn ar ragevezh evit an nanoteknologiezhioù** hag e vefe degemeret **ur sturiad nevez evit ar skinoù tredanwarellek.**

## Evit gwareziñ ar vevliesseurted

Gant ar boudoù bev o vont war an diskar, gant ar ret m'eo gwareziñ ar vevliesseurted ha reneveziñ an ekoreizhiadoù, e fell dimp **lakaet war-sav ur steuñvenn c'hlas europat** evit dienkañ an ekoreizhiadoù, krefvaat Natura 2000, **ober d'ar pesketaerezh bezañ gouzañvus hag ober evit ur mor naet en ur grouiñ ur c'horf europat a warded-aod.**

## Evit ur skoed sokial europat

Talvoudoù diazez eus Europa eo ar genstagded sokial hag ar c'hengred. Difenn a reomp un Europa eus ar gwellaat sokial, hag **a warant ur c'horvoder izek evit bevañ hag ur c'horvoder uc'hek a c'haller degemer.** A-benn krefvaat ar servijoù publik e fell dimp e vefe **goursezet pep frankizekadur nevez.** Ouzhpenn-se, gant **un diferadenn evit mirout da vont war-gil war an dachenn sokial** e vo broudet ar reoladoù sokial hag ar reoladoù a-fet endro d'en em gompezañ el live uhelañ.

## Evit doujañ ar gwirioù diazez

A-enep an Europa greñvlec'h hag ar rikladurioù surentez e tifenomp ar gwir da gaout ur **geodedouriezh annezañ europat** ha da derrañ ar sturiad distro. Evit talañ ouzh an dienez hag ar fall lojañ e kinnigomp ur feur-emglev a-enep an dispell, kerkoulz ha degemer **« Diferadenn an Europadez ar muiañ en hec'h aez »** evit ma vo kevatal gwirioù ar merched hag ar baotred war an holl dachennoù.

## Evit un Europa a bled gant madoù boutin ar sevenadur, an deskadurezh hag an imbourc'h

Sofjal, bevañ ha dont a-benn da sevel ur gevredigezh nevez hag a-feson a zouj al liesseurted, dre lakaat da vat hor poan e-barzh an deskadurezh hag an imbourc'h. Fellout a ra dimp sevel **ur steuñv evit stourm ouzh an dislennegzh, ur statud europat evit ar studieren,** ha reiñ un hanter muioc'h a arc'hant **a-benn adheñchañ an imbourc'herezh ha reiñ tu dezhañ da vont war-du an amdreñ ekologel ha sokial.**

## Evit un Europa gengret, a-enep d'an apartheid war ar blanedenn

Sammañ hec'h atebegzhioù a rank Unaniezh Europa ober evit sevel ur bed liespolek ha reizh : **echuiñ gant ar baradozioù kemedel hag an ifernioù sokial** ; astenn d'o iskevredadoù redi ar c'hevredadoù merañ europat, e-keñver o atebegzh sokial hag endroel; lakaat doujañ ha difenn **riegezh ar boued, gwir diazez ar pobloù** ; erfin, paeañ e zle ekologel da-geñver broioù ar Su dre **wareziñ ha dre neveziñ ekoreizhiadoù bras ar blanedenn.**

## Evit un hunvre europat nevez

Evit sevel Europa ez eus ezhomm ul lusk nevez. Un **emglev Kenober Ekologour ha Kengret a zle erlerc'hiañ emglev stabilded ha kresk** feur-emglev Maastricht. Lakaat an dezverkoù sokial hag endroel da dremen a-raok an dezverkoù arc'hant. Kinnig a reomp ma vo kenurzhiat politikerezhioù armerzhel ha sokial takad an Euro gant **ur C'huzul a bled gant ar surentez armerzhel, sokial hag arc'hantel.** Ne vo tamm « Europa nevez » ebet hep arc'hantaouiñ diouzh ar paliou : un amprest bras 1000 miliard a euroioù en ur ober 5 bloaz, lakaat budjed ar gumuniezh da greskiñ eus 0.87 % da 2 % eus ar PDK europat ha **treuzfurmiñ Unaniezh Europa en un takad Tobin.** Erfin, peogwir ez eus ezhomm muioc'h a zemokratelezh hag ur gwir geodedouriezh europat e kinnigomp bouc'hañ gant un **argerzh bonreizhañ nevez .**

C'hoant hoc'h eus da zougen al lavar ekologour e Parlamant Europa d'ar 7 viz Mezheven ?

**Votit Europa Ekologiezh !**



Un emgav keodedourezed ha keodedourien, dilenn-adezed-idi ha tud e karg eus kevredigezhioù ekologour.  
Un Emgav savet gant ur pal : kevredifñ pobl an ekologourien ma vo klevet he mouezh gant an holl e dilennadeg Europa d'ar 7 a viz Mezheven 2009.  
Un Emgav harpet war ur Galv, ur Manifesto hag ur rouedad sokial a adkavot war europe-ecologie.fr

